

# KIMIADOU



## EUR MARTOLOD A VREIZ

CHANSON NEVEZ

Var ton : An drouc-Kirzes (le mal du pays)

Getu ar flick a flock

Brétonet, me o ped, didosjet da glevet  
Eur himiad truezus, eun adieu trist meulbet  
A ra de guervrois quen monet d'ar brezel  
Eur martolot yaouanq maguet en Breiz-Izel.

An eis-varnuguent a viz maët me oa en factioñ  
Oar bont ma batimant bars er rad en Teulon  
O hortos partia vit mont d'an Itali  
Oar ben tri de goude, e cleemp ambarghi.

Me gred a oa tremenet an eur a hantier noz  
A ma hamaradet oa et da repos,  
Netra na double neuze ar silanc deus a noz  
Met ar mor e vurmuri gant eur voeux rust a gros.

Ma daou sorn a oa harpet oar ma ch'rabinen  
Dindan ma sreid ar mor bras ac an eur us dim fen  
Heusi ran mignonet pa deuan da goimplen  
Na ve tre'n den ac ar maro nemet treus eur planquen.

Pa n'em velis ma hunan oar bont ma batimant,  
Ep test deus ma glahar, nemet ar firmamant,  
Me gommances hirvoudi gant glahar ac anquen.  
Pa deuas da jong din a baros Trabrien.

Ma daoulagat oa troet oar su ar vilagen  
Lec'h a ma da guenta guelet ar sclerigen;  
A pa deuis da jonjal em herent ac em bro  
Gant an dour deus ar mor n'em vesque ma daero.

Aboue an deves fatal a meus renquet quittat  
A dont da guimiadi deus ma mam a ma sad  
Bep nos pa ve coussuet em hunre o goëlan  
**Ac o jonjal 'n o glac'har,** nos a de a ouelan.

O devez leun a c'hlahar, o sisesper c'hoëro,  
O devez deplorabl a carguet a canvio,  
O quimiad anquenius a glac'harus meurbet  
Me mo jonj ac'hanout queit a vin oar ar bed.

Gant ma herent er guer e ma nehamant  
Hi ra ma oll chagrin a ma brassa tourmant  
Penoz annonci de han breman d'ar brezel  
Aoun meus d'o lacat gant an nec'h da vervel.

Pa glevont quement se a devont calonad  
Goasoc'h vit an devez a renquis o huitat  
Ac hi devo courag a oalh vit gallout supporti  
Ep ma ranno o halon gant eur c'heho quen cri.

Houi sperejo evurus, o sœnt a santeset,  
Itron-Varia-Drue, ma guir vam biniguet,  
Reït de ners a courag en affliction,  
Reït de o hassistanç, confortet-o halon.

Pelec'h eo et breman querent a mignonet  
An amzer-se quen douç hac agreabl meurbet  
Pelec'h ma et breman an amzer eürus-se  
A oan en Trabrien a no toesq bemde.

Niget e pel d'ouzin an amzer quen eïirus  
A oan sainbles guanec'h, camaradet joaüs,  
Tremenet e vidon, marteze vit james,  
Ar bonheur ac ar joa m'emp tanvet assambles.

Pa sei an nevez amser da gargan adare  
Ar guez a vleuio caër ac a selio neve  
Pa seuil e oar e his ar guenidel er vro  
Na nimp muin assambles beb sul d'ar pardonio.

Pa oan en o tonez oan joaüs a laouën,  
Mes breman on mantret, siouas! gant an anquen,  
A ma oll flijadur so bout neur plaç disro  
O sonjal gant glahar em herent ac em bro.

Houi a velfe breman Yvonic o mignon  
O pourmen e hunan oar ar rad en Toulon,  
O pourmen e unan allies tal a nod  
A daëro e zaoulagat a red var e siouchod.

Me ve c'hoas alies aseeet oar eur roc'het,  
Ma daoulagat troet evar su Breis-Izel,  
Mantret gant ar glac'här, a heuet em daëro,  
O sonjal em herent so er guer en canvo.

O douar a Vreis-Izel, o ma bro biniguet,  
Pegouls a sono an eur ma c'hin c'hoas d'ho kuelet ?  
Pegouls a erruo ar momet ac an de  
A seuio da laquet fin dam c'haptivite ?

O deves leun a souzier, deves a eurustet !  
Me so chonjal enout beb heur a beb momet ;  
Doue trugarezus, hastet ar momet-se  
Ma hin c'hoas dà velet ma bro a ma c'hontre.

Tre ma oan o teplori oar bont ma batimant,  
Ar loar a darsas souden ebars er firmamant ;  
Neuse me a velas us d'am fen o nijel  
Eur guénide! bian evar su Breis-Izel.

O ! prest din me, eonic, prest din da sivesquel  
Ma ningin en ez plaç da bete Breis-Izel,  
Da gonsoli ma herent quent vit quitat ar Franç ,  
A da gas betec eno comsou a esperanç .

Mes allas ! me n'allan quet veldout treuzi an aer,  
Me a renq chom aman evel eur prisonnier,  
Evel a oa guechal an Israëlitot,  
Pel amser o hortos an douar prometet.

Martese feus, eonic, scuiset da sivesquel,  
O nijel dreus d'ar mor, o tont deus eur vro bel :  
Pleg eta da esquel a so bet pel digor,  
A repos eur momad en quichen mab Arvor.

Disquen eta, eonic, eur momet em c'hichen,  
Ma scrivin eur lizer da gass da Drabrien ;  
A pa meus quet veldout ar bonheur dont d'ar guer,  
Te vo da viana vidon eur messager.

Querquent evel ma vi digaoet en Breiz-Izel,  
Te vo, eonic bian, ma messager bian ;  
Te reï ma gourhemen er guer pa errui ,  
Ac a lrro dam zud a han d'an Itali.

Grit ma gourc'hemoen d'an tad neuz ma maguet,  
Mæs allas ! da mam baour, da houes na ri quet,  
Rac boë zon partiet demeus a Vreiz-Izel ;  
Eouet da jouissa deus ar gloar eternel.

Lar adieu d'am breudeur a d'am c'hoarezet,  
Gonde d'ar belec coz a nevezus ma badeet,  
Na ancoue hini het demeus ma mignonet  
A lar de a sonjan enno en peb momet.

Lar de, eonic bian, pedi vidon hep nos  
An Itron Varia, patrones ma faros,  
Ma teui d'am preservi en creis en dangerio,  
A ma rai din ar c'hraç da retorn c'hoas d'am bro.

Mar a teufe dit c'hoas, pa vi en Breiz-Izel,  
Rancontrí eun deves ma mignones fidèl,  
Lar dei a fo guelet Yvonic e mignon.  
Hoher gard eun nosves oar e lest en Toulon.

Assut dezi er fad, dre proposiou touchant,  
Meus bopret eviti eur garante ardant ;  
Lar dei a ha bremar, ma c'horf d'an Itali,  
Maes mac'halon a vo da virviquen ganti.

Pa zei a neves amser te a iel alies  
Da gana, da fredoni, da guichen hi frenes ;  
Perac ne allan me nijet eur vec'h guenoc'h  
A mont de saludi betec e zi vel doc'h !

Moes gra chars em flac, a lar dei dre da son  
Derc hel jonch da viquen demeus e guir mignon,  
Pec'hini zo, allas ! pell deus a Vreiz-Izel  
En eur lest oar ar mor foitet gant an avel.

Pa vin en Itali en creis ar c'hombaro,  
Creis an tan, ar mitraill, a cros ar chanonio,  
Neuse eo a teuio ar muian da jonch din  
Deus an amzer eurus so nijet pell d'ouzin.

Mar teu din da vont tiel gant eur boulet traitour,  
Ac achui ma deio en eur vro estranjour,  
Neur gouean d'an dottar c'hoas quent evit mervel  
Ma daoulagat a dro evar zu Breiz-Izel.

Ma daoulagat a dro evar zu Breiz-Izel,  
Da laret d'am c'herent e adieu eternel,  
Querent a mignonet, chui larо gant glac'har,  
Grac dean digant Doue da repos bars er gloar.

Quent evit finissa goujomp digant Doue,  
Vit ar martolot quez hep sort prosperite ;  
Pedomp a vir galon Roue an armeio  
D'em preservi en creis quement a dangerio.

Offromp c'hoas on veuio da Stereden ar Mor  
Vit an oll soudardet deus on bro gær Arvor;  
Goulomp gant confianç pedomp hi gant ferveur  
Da bellat dioute peb goal chanç a goal heur.

Rentomp meulideguez da arme gær ar Franç,  
D'hon Prinç quen generus a leun deus a vaillanç,  
Pere guita o bro vit mont da gombati,  
Evit independanç oll pobl an Itali.

Canomp breman n'eur voues, canomp tout assembles  
Ra vezint enoret a meulet da james;  
Canomp ta, Bretonet, deus fons on c'halon,  
Gloar ac enor d'hon arme! viv Napoleon!

Neb a neus compostet ar son ma pen da ben  
So ganet a maguet en paros Trabrien,  
A neuz he c'homposest oar an ton di c'hana,  
Canet-hi ta, Bretonet, vit n'em divertissa.

---

## Chanson ar C'Horn Butun

---

O Corn charmant, plijadurus,  
Corn carguet a remeou ;  
Tortilla butun moguedus,  
Te zo leun a vertuzion !  
Da renta pur ha neat  
Demeuz va oll humoriou fall  
Va empen, va daoulagad.

C'houi, labourerien an douar,  
Skuis, fatig o labourat,  
Taolit ho pal, ho tranch, ho mar,  
Deut da lakat eur c'horniat,

En eur fêçon miraculus  
Ho courach prest a gresco,  
Dre vertuz ar c'horn moguedus,  
Ho corf mad a labouro.

Estomajou easi breinet,  
C'houi a deul a dorchadou  
Demeus ho peultrinou carguet  
Ar c'hlastr ouc'h ar mogueriou ;  
Lonkit guinaouadou moguet ,  
Ho pilou a zissipo,  
Hag hoc'h estomac pur rentet,  
Evel cleyer a sono.

Ha c'houi daoulagat coarennet,  
A rod evel diou feunteun,  
Evel caouennet n'ellit ket  
Supporti ar sclérijen ;  
Prenit corn butun liassen,  
Fumit, moguedit outo,  
Hag evel ouc'h diou stereden  
Ho taoulagad a vrillo.

C'houi, pennou teval, chagrinet,  
Ho compren ho maleuriou,  
C'houi, tud a grandeuriou ar bed,  
Hep caout outa remejou,  
Sentit ouzin, ha kemerit  
He Morse sonjal enno,  
Ho corn, ha butun da fumi,  
Ho chagrin a dremeno.

C'houi, espernerfen d'an arc'hant  
Ouch ar bevrien, tud cruel :  
C'houi ives, tud cre, tud puissant,  
James ne sonjit mervel.  
Fumit hag e velot certen  
Evel ho pillow moguet,  
Ho puez er bed-mâ dremen  
Hoc'h arc'hant n'ho souten ket.

Tortillat butun ravissant,  
Pa cuelân en ludui.  
E semblant din guelet patant  
Va c'horf trist o consommi.  
Pa remerkân va bouill moguet  
O vont pront gant an avel,

E seblant din guelet bepret  
Imach va buez mortel.


Tabatieren, arc'h allianç,  
Clossen, coufl a loustoni,  
C'houi oll a lezàn ar silanç,  
Pa n'ellân ket ho meuli,  
N'oc'h eus ket ken vertuz nemet  
Da intra an empennou,  
Da derlussennat ar guenet,  
Pa guezit a dorchadou.

Evel ouc'h an aman rauset,  
Pe vardos chiminalou,  
Emâ ha frouellou, merc'het,  
O cuezâ veradennou  
Eul liqueur, pæson accusus  
Na fleuennou ho kenet  
An tensor-se ker precius  
Espernit-en, poc'h pedet.

Ne zeus netra ker koant er bed.  
Da zaoulagad ur fumer.  
Evel ur c'horn brao exellotet :  
Pa vez en rent meurbet fier.  
Pa vez en e zorn un diren.  
Un tam font, hag ar men-tân,  
Ne alfec'h biken kaout un deu,  
Ken occupet eveltân.

Pellit demeus ar fri butun  
Bepret leun a loustoni  
Ha guelit hag en so nicun  
A fumerien evelti...  
Ur briserez a souill bepret  
Godel, picetezen ;  
Ur fumer, bepret so guelet  
O scarza neat e biben.

*Propriété de l'Editeur.*



---

E Montroulez, e ty M. LANOE, Ru-Vras, n. 2